


Gouennata ar bed

Gwechall ha bremañ : ar skol



1 Sell mat ouzh ar fotoioù ha kelc'h ar respont mat.



Skol ar baotred, Brignoles

Merc'hed 'zo e-barzh ar c'hlas?

Ya N'eus ket

Pet bugel 'zo e-barzh ar c'hlas?

10 25 Tro-dro 40



Skol ar merc'hed, Combrit

Paotred 'zo e-barzh ar c'hlas?

Ya N'eus ket

Hag-eñ o deus dilhad disheñvel?

Ya N'o deus ket

2 **Skriv ar gerioù a vank : baotred, niverus-tre, gwechall, merc'hed, heñvel.**

_____, skolioù disheñvel a oa evit ar

_____ hag ar _____ .

_____ 'oa ar vugale e-barzh ur c'hlas.

Dilhad ar skolidi a oa _____ .



Goulennata ar bed

Gwechall ha bremañ : ar skol



1

Sell mat ouzh ar skeudennoù. Kelc'h e ruz ar pezh e c'hallez kavout e-barzh da c'hlas hag e du ar pezh 'oa gwechall e-barzh ur c'hlas.



2

Liamm ar skeudennoù gant ar gerioù.



•

• plumenn



•

• pod-liv



•

• boest plumennoù



•

• sklentenn

Sterenn CAZUGUEL KERLEGUER

Ar restr-mañ a zo dindan an aotre-implijout Creative Commons BY-NC-SA <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

urziater, taol, trousse, jederezh : TES

tablette, vidéoprojecteur : canopé Dijon

Skeudennoù all : wikicommons, openclipart




Gouennata ar bed

Gwechall ha bremañ : ar skol



1

Lenn ar skritell.



« Art. 21. Il est défendu aux élèves de parler breton, même pendant la récréation et de proférer aucune parole grossière. Aucun livre breton ne devra être admis ni toléré. »

Règlement pour les écoles primaires élémentaires de l'arrondissement de Lorient.

2

Skriv "ya" pe "ket".

Daoust hag-eñ e c'hallez....	gwechall	bremañ
... tufañ		
... komz e brezhoneg		
... chaokat ar c'hreionoù		
... lenn ul levr e brezhoneg		

Sterenn CAZUGUEL KERLEGUER

Ar restr-mañ a zo dindan an aotre-implijout Creative Commons BY-NC-SA <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>
Règlement pour les écoles de Lorient : cf Faïch Broudig, La Pratique du breton de l'Ancien Régime à nos jours », chapitre 17.

